

## Qui sommes nous ?

Créée en 1971, l'Association des Bretons d'Anjou s'adresse :  
Aux bretons résidant ou de passage en Anjou  
A tous ceux et celles qui, de manière générale, s'intéressent à la culture bretonne et celtique.

## Notre but :

Œuvrer à la pratique et à la diffusion de la culture bretonne sous toutes ses formes.

## Piv omp-ni ?

Krouet e 1971 eo Kevredigezh Bretoned Anjev evit :  
- Breizhidi hag a zo o chom en Anjev abaoe pell pe evit ur mare  
- Ar re hag a zo dedennet gant ar sevenadur keltiek ha deus Breizh

## Hon pal :

Skignañ ar sevenadur Breizh dre an holl stumoù : kelenn brezhoneg, an dañsoù, ar sone-rezh, ar c'han, aozañ prezennoù diwar-benn temoù liammet gant Breizh pe ar bed keltiek,...


## Qhi qe j'sons ?

Chomée en 1971, Souéte des Bertons d'Anjou ét levée pour  
Les Bertons qi restent ou ben les siens qi sont de pâssée en Anjou  
Les siens e les sienes qi sont, d'eune maniere ou de l'aotr, portès su la qhulture bertone e celtique.

## Notr chouérierie :

Tarvailler pour qe la qhulture bertone seje fête e écadée den totes ses menieres a yèle.



## Le local - 25 bis rue des Banchais, Angers



## Arceau - 10 rue Guillaume Lekeu, Angers



## La Gemmetrie - St Barthélémy d'Anjou



Association des  
Bretons d'Anjou

Kevredigezh  
Bretoned Anjev

25 bis rue des Banchais  
49100 - ANGERS  
Tél. : 02.41.21.52.00 (répondeur)

courriel  
bretons49kba@gmail.com

Site internet  
http://bretonsdanjou.fr

Page facebook  
Association des Bretons d'Anjou




## LES ATELIERS

### Cours de breton

Chant en breton, gallo, français

### Cours de bombarde

Cours et initiation danses



### **Rouedad**

Les Bretons d'Anjou sont affiliés au réseau **ROUEDAD**. Il comprend les associations ci-dessous :

- Groupe musical Ansker
- Dansaël (association étudiante)
- Bagad MEN GLAZ de Trélazé
- ...et est prêt à en accueillir de nouvelles !

### **Rouedad**

*Kevredigezh Bretoned Anjev a zo lemmet gant ar gevredigezh Rouedad hag a ra liamm etre kevredigezhioù all war ar pemdez :*

- ar strollad sonerezh Ansker
- Dansael (ar gevredigezh studierien)
- ar bagad Men Glaz deus Trélazé








Rouedad a zo prest da zegemer kevredigezhioù all !

### **Rézille**

*Les Bertons d'Anjou sont paissés a la rézille q'a nom Rouedad. Les souètes a sieudr ont mucées den la rézille-la :*

- Groupe de musique Ansker
- Dañsaël (souète de poussous)
- Bagad men Glaz d'Trelazé
- La bone arive és nouvelles souètes.



-  Fest-Noz
-  Fest-Deiz
-  Manifestations culturelles
-  Voyages en Bretagne
-  Conférences
-  Concerts
-  Etc....

*Breton de cœur*

*Breton a-greiz kalon*

*Berton de qheur*

